



Emvod meur Diwan | Assemblée générale de Diwan
30/05/2026 - Plañvour | Ploemeur
Danvevell hollek KM Diwan | Rapport moral du CA de Diwan

Evel ma'z eo bet mod-se meur a wech dibaoe e groudigezh, en deus Diwan tremenet dre ur prantad a drubuilhoù er bloavezh-mañ.

Koulskoude, krogomp gant ar pezh a chom stabil, gant ar pezh a c'hellomp lidañ ha bezañ fier anezhañ.

Diwan a gas e gefridi da benn. Digoret eo bet diazezadurioù nevez : div skol hag ar skolaj kentañ en Il-ha-Gwilen. Ar soubidigezh az a en-dro. An disoc'hoù a zo brav. Tud a-youl-vat ha tud a-vicher a gas raktres Diwan war-raok war ar bemdez gant ur mac'homerezh hag un engouestl a rank bezañ enoret.

N'emañ ket ar gudenn gant ar pezh a reomp. Emañ ar gudenn gant ar c'hondisionoù a vez graet an traoù ganto.

Bresk e vez stad arc'hant ar c'hevread, doare frammadel.

N'eo ket tuezal. N'eo ket ur prantad bennak diaes hepken. Ha ma ne reomp netra, dazont Diwan a c'hellfe bezañ en arvar.

Dirak an degouezh-mañ hor befe gallet amzeriañ, ampellaat divizoù 'zo, gortoz ma vefe kempouezet an traoù dre hur gant tud deus an diavaez.

Dibaboù all hon eus graet.

Hini lañsañ un argerzh a dorridigezh kenasantet a-stroll, klask gwellaat koustoù 'zo. Lañsañ un argerzh adframmañ ha sklaeraat an doare ez a an traoù en dro, a-fed arc'hant dreist-holl.

Gouzout a reomp e c'hellfe an divizoù-se bezañ ankenius, digomprenus moarvat. Met ur pal sklaer a oa : chom hep kas Diwan d'un hent-dall, chom hep stankañ Diwan da vat.

En degouezh-mañ e fell deomp trugarekaat ar strollegezhioù o doa roet yalc'hadoù en a-raok deomp. Mod-se n'omp ket chomet bout a-fed arc'hant e miz C'hwevrer tremenet.

Cette année, comme à plusieurs reprises depuis sa création, Diwan a traversé une période de turbulences.

Toutefois, commençons par ce qui est constant, ce dont nous pouvons nous réjouir et être fiers.

Diwan remplit sa mission. Nous ouvrons de nouveaux établissements : deux écoles primaires et le premier collège d'Ille-et-Vilaine. L'immersion fonctionne. Les résultats sont là. Les bénévoles et les professionnel·les portent ce projet au quotidien avec une exigence et un engagement qui méritent d'être salués.

Le problème ne vient pas de ce que nous faisons. Il vient des conditions dans lesquelles nous le faisons.

Car la situation financière de la fédération est structurellement fragile.

Ce n'est pas conjoncturel. Ce n'est pas un simple passage difficile. Et si nous n'agissons pas, c'est l'avenir même de Diwan qui est potentiellement en jeu.

Face à cette situation, nous aurions pu temporiser, reporter certaines décisions, attendre un hypothétique rééquilibrage extérieur.

Nous avons fait d'autres choix.

Celui d'engager une procédure de rupture conventionnelle collective, chercher à optimiser certains coûts. Celui aussi de lancer un travail de réorganisation et de clarification de notre fonctionnement, sur le plan financier principalement.

Nous savons que ces décisions ont pu susciter des inquiétudes, des incompréhensions probablement. Mais elles avaient un objectif clair : éviter que Diwan ne se retrouve dans une impasse, sans capacité d'action ni marge de manœuvre.

Dans ce contexte, nous remercions les collectivités qui, grâce aux avances de subventions accordées,

Met gallout a reomp kenderc'hel da vevañ gant dlee mod-se da viken ? N'eo ket ur mont en dro padus.

Ar strivoù diabarzh graet ar bloaz-mañ ne c'hellint ket bezañ graet en-dro bep bloaz. Kement-se a zo bet lâret splann d'hor arc'hantourien. Setu perak eo ret dezho hor skoazellañ ivez da gavout diskoulmoù war an hir dermen, dreist-holl evit a sell ouzh hor savadurioù.

Ret e vez d'ar strollegezhioù doujañ d'o redioù ivez, dreist-holl evit a sell ouzh paeañ ar skodennoù skol.

Evit ar pezh a sell ouzh Rannvro Broioù al Liger e rank ar strollegezh-se sammañ da vat he lodenn a giriegezh. Lakaet e vo ar gaoz war an dra-se tuchant. Komzet 'vo deus an argerzhioù lezennel a zo bet lañset – hag ar re a zeuio war-lerc'h – gant skoazell mil a-bouez deus Skoazell Vreizh. Trugarez d'ar gevredigezh-se, a-greiz kalon.

Dre ar skoazell-se e soñjomp ivez e Charlie Grall, aet diouzhomp n'eus ket pell 'zo, evel Loic Corlouer, Ronan al Louarn, Gilbert Cabon, Louis Bocquenet, Gwenole Bihannig, Leo Guillerm hag, en devezhioù tremenet, Olier Auffret.

An holl dud-se, diouzh o doare d'ober, o deus kaset o energiezh da lakaat Diwan hag ar brezhoneg da vevañ. Bremañ eo deomp-ni da genderc'hel gant ar stourm-mañ evit hor yezh.

C'hoant hor befe ivez da drugarekaat a-greiz kalon Gwennyn hag an holl dud o doa kemeret perzh e Breizh a Live. Ur prantad a-bouez e oa bet e 2025 : en em vodañ, diskouezh ur sevenadur hag ur yezh bev, evel ar pezh bet graet gant ar Redadeg a laka war-wel ur wech c'hoazh, nerzh kevodadeg a-stroll poblek.

Met distroomp da stad an arc'hant. A-drugarez d'ar strivoù graet er skolioù eo bet tu da vevenniñ an diouer e 2025. Kement-se en deus lakaet ac'hanomp da zivizout digreskiñ frejoù an eil derez a-benn an distro-skol 2026 evit aesaat kendalc'h etre an ar c'hentañ hag an eil derez. Ur glaoustre eo.

Ar glaoustre e kendalc'ho muioc'h a skolajidi ha liseidi o hent gant Diwan rak adkavet e vo ganeomp ur c'hempouez padus dre zegemer muioc'h a vugale er c'hentañ hag an eil derez, en ur seveniñ hor c'hefridi pennañ : stummañ brezhonegerien ha brezhonegerezed nevez.

nous ont permis d'éviter une cessation de paiement au mois de février dernier.

Mais pouvons-nous vivre durablement à crédit ? Ce n'est pas souhaitable.

Les efforts internes réalisés cette année ne pourront pas être reproduits indéfiniment. Cet état de fait a été signifié à nos financeurs. Il leur appartient donc aussi de nous accompagner dans la recherche de solutions pérennes, notamment sur le plan bâtiminaire.

Il appartient également aux collectivités de respecter leurs obligations, en particulier concernant le versement des forfaits scolaires.

Quant à la Région Pays de la Loire, elle doit assumer pleinement sa part de responsabilité. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure en évoquant les procédures judiciaires engagées - et celles à venir - avec le soutien précieux de Skoazell Vreizh, que nous remercions chaleureusement.

À travers ce soutien, nous avons également une pensée pour Charlie Grall, qui nous a quittés récemment, ainsi que pour Loic Corlouer, Ronan al Louarn, Gilbert Cabon, Louis Bocquenet, Gwenole Bihannig, Leo Guillerm et ces jours-ci, Olier Auffret.

Tous, à leur manière, ont contribué à faire vivre Diwan et le breton. À nous de poursuivre ce combat pour notre langue.

Nous voulons aussi remercier chaleureusement Gwennyn ainsi que l'ensemble des personnes mobilisées autour de Breizh a Live. Ce fut un moment important de l'année 2025 : un moment de rassemblement, de vitalité culturelle et linguistique, à l'image également de la Redadeg, qui a une nouvelle fois démontré la force de notre mobilisation collective populaire.

Mais revenons à la situation financière. Les efforts réalisés dans les établissements ont permis de limiter le déficit en 2025. Cela nous a notamment conduits à faire le choix de diminuer les tarifs du secondaire pour la rentrée 2026 afin de favoriser la continuité entre le primaire et le secondaire. C'est un pari.

Le pari que davantage d'élèves poursuivront leur parcours à Diwan. Car c'est surtout en accueillant davantage d'élèves, dans le primaire comme dans le

C'hoant hon eus ivez da gomz diwar-benn un danvez a zo deuet da vezañ un tem a zistro alies er bloavezhioù diwezhañ. Stennadurioù a zo er gevredigezh : etre an emsavioù, ar servijoù hag e-barzh diazezadurioù 'zo. Stad an arc'hant en deus lakaet gwask ouzhpenn marse hag e merzhomp ez eus ivez tud o en em serriñ warno o-unan. Met ne c'heller ket lakaat ar stennadurioù-se da vezañ dizemglevioù digenvez nemetken pe kudennoù etre tud 'zo. Pa vez amsklaer ar framm pe pa ne vez ket sklaer a-walc'h ken, pa vez mesket an atebegzhioù ha pa vez berniet ar breskterioù, e kresk an digompren hag e c'hell an darempredoù dont da vezañ stennoc'h-stennañ. An holl a c'hell en em santout digenvez neuze, digomprenet, pe kaout ur santimant a zireizhder pe a gounnar. Er mareoù-se e teu da vezañ techet an dud da glask e ti an dud pennkaoz d'an diaesterioù. Denel eo, met un hent-dall eo ivez. Rak an enkadenn a dremenomp drezi a zo, dreist-holl, sistemek. Dont a ra deus breskterioù berniet a-hed ar bloavezhioù, deus digempouezioù, deus kudennoù n'int ket bet lavaret, hag a-wechoù, deus dislavarioù etre ar pezh a fell deomp tizhout, hor moaiennoù hag hon aozadur. Anzav kement-se ne dalv ket e vez tavanet ar giriegezh. Ar c'hontrol eo ha dav e vez deomp sell pizh a-stroll ouzh an doare ma'z eomp en-dro, evit ma c'hellfemp pellaat deus ur spered tamall hag adkavout ur poell a savidigezh. Na gollomp ket amzer priziuz o klask tamall tud e-lec'h kavout diskoulmoù, pe o sevel skolioù e-lec'h sevel pontoù. Ret eo deomp derc'hel soñj ivez eus ur poent a-bouez-ruz : treuzfurmiñ ne dalv ket breskaat ar pezh a zo dija, na lezel da gostez ar pezh a vezomp. N'eo ket Diwan ur c'hevread a skolioù hepken. Ur raktres sokial, politikel ha denel eo, engouestlet en deskadurezh poblek.	secondaire, que nous retrouverons un équilibre durable, tout en répondant à notre mission première : former de nouveaux locuteurs et de nouvelles locutrices. Nous souhaitons également aborder un sujet devenu récurrent ces dernières années. Des tensions existent au sein de la fédération : entre les instances, les services et dans certains établissements. Le contexte financier a pu accentuer ces difficultés et nous constatons aussi une forme de repli. Mais ces tensions ne peuvent pas être réduites à des désaccords ponctuels ou à des questions de personnes. Lorsque le cadre n'est pas ou plus suffisamment clair, que les responsabilités s'entremêlent et que les fragilités s'accumulent, les incompréhensions grandissent et les rapports peuvent se tendre. Chacun peut alors finir par se sentir isolé, incompris, éprouver un sentiment d'injustice, de colère. Dans ces moments-là, il devient tentant de chercher chez l'autre la cause principale des difficultés. C'est humain. Mais c'est aussi une impasse. Car la crise que nous traversons est avant tout systémique. Elle résulte de fragilités accumulées au fil des années, de déséquilibres, de non-dits, et parfois de contradictions entre nos ambitions, nos moyens et notre organisation. Reconnaître cela ne revient pas à diluer les responsabilités. Cela nous oblige au contraire à regarder collectivement notre fonctionnement avec lucidité afin de sortir d'une logique de désignation pour retrouver une logique de construction. Ne perdons pas un temps précieux à chercher des coupables là où nous devons trouver des solutions, à construire des barrières là où nous avons besoin de construire des ponts. Il faut également garder à l'esprit une chose essentielle : transformer ne signifie pas fragiliser ce qui existe, ni renoncer à ce que nous sommes. Diwan n'est pas uniquement une fédération d'écoles. C'est un projet de société, politique et humain, ayant
---	--

Ur raktres diazezet war pennreolennoù sklaer : ar soubidigezh evit gwarantiñ treuzkas ar brezhoneg, bezañ digor d'an holl, an digousted evel an hent nemetañ da reiñ ar chañs d'an holl da vont da vezañ brezhoneger pe brezhonegerezh, hag ar c'hengred etre an diazezadurioù, an dud a-youl-vat hag an dud a-vicher. N'eo ket ar pennreolennoù-mañ traoù dister. Diaz Diwan int ha rankout a reont kenderc'hel da heñchañ hon divizoù, hor mont en-dro hag hon doare d'ober a-gevret. Met rankout a reomp ivez talañ ouzh ur wirionez all. Ne c'hell ket Diwan kenderc'hel gant e ziorren o chom hep reiñ un uzrh d'e briorelezhioù. Reizh eo an holl raktresoù. Pouezus eo an holl vroioù. Niverus eo an ezhommoù met n'eo ket difin hor moaienoù. Ret eo deomp neuze ober dibaboù, lakaat priorelezhioù hag asantiñ ne c'hell ket pep tra mont war-raok d'an hevelep lusk. A-benn ar fin, ez eo ret deomp sell ouzh ar framm ma emdroomp enni. N'emañ ket anaoudegezh ar soubidigezh a-live gant an dalc'hoù. Ha kenderc'hel a ra ar brezhoneg da vezañ un doare reizhañ re alies, tra ma tlefe bezañ ur gwir bolitikerezh publik, sammet er vro koulz hag e Pariz. Ne c'houlennomp ket jestroù arouezel na poultenn. Goulenn a reomp ur framm hag un doare kempoell e-keñver mallusted stad an traoù. An dalc'h eo dazont ar brezhoneg hag hor yezhoù. An dalc'h eo lakaat Diwan da genderc'hel da vezañ anezhañ evit gallout lidañ e 50 vloaz evel ma'z eo dleet, ha kalz deiz-ha-bloaz all da zont.	à cœur l'éducation populaire. Un projet fondé sur des principes clairs : l'immersion pour assurer la transmission de la langue bretonne, l'ouverture à toutes et tous, la gratuité comme condition réelle d'accès, et la solidarité entre établissements, bénévoles et professionnelles. Ces principes ne sont pas accessoires. Ce sont les fondamentaux de Diwan qui doivent continuer à guider nos décisions, notre fonctionnement et notre manière de faire ensemble. Mais il faut aussi regarder une autre réalité en face. Diwan ne pourra pas poursuivre son développement sans hiérarchiser ses priorités. Tous les projets sont légitimes. Tous les territoires comptent. Les besoins sont nombreux mais nos moyens ne sont pas extensibles. Il nous faut donc faire des choix, assumer des priorités et accepter que tout ne puisse pas avancer au même rythme. Enfin, il est indispensable de regarder le cadre dans lequel nous évoluons. La reconnaissance du modèle immersif n'est pas à la hauteur des enjeux. Et la langue bretonne continue trop souvent d'être traitée comme une variable d'ajustement, alors qu'elle devrait relever d'une véritable politique publique, assumée localement comme à Paris. Nous ne demandons ni des gestes symboliques ni du saupoudrage. Nous demandons un cadre et des moyens cohérents avec l'urgence de la situation. L'enjeu, c'est l'avenir de la langue bretonne et de nos langues. L'enjeu, c'est de faire en sorte que Diwan continue d'exister afin de pouvoir fêter comme il se doit ses 50 ans, puis de nombreux autres anniversaires.
---	--

Bevet Diwan ! Bevet ar brezhoneg !

Kuzul merañ Kevread Diwan

Conseil d'administration de la fédération Diwan